


# NI HO SALUD, O LEUN A C'HRAS

Henry



*Diskan :* Ni ho salud, o leun a c'hras,  
Ar zantella 'zo bet biskoaz,  
Mari, ar zantella 'zo bet biskoaz.

- |  |   |
|--|---|
| 2. Ganeoc'h bepré emañ Doue,<br>C'hwi 'zo dezañ, korv hag ene,<br>Mari, C'hwi 'zo dezañ, korv hag ene.           | 5. Santez Mari, Mamm da Zoue,<br>Klevit pedenn ho pugale,<br>Mari, Klevit pedenn ho pugale.           |
| 3. Benniget dreist an oll gwragez,<br>C'hwi 'zo Mamm hag atao gwerhez,<br>Mari, C'hwi 'zo Mamm hag atao gwerhez. | 6. Pedit evidom, peherien,<br>Bremañ ha war eur on tremen,<br>Mari, Bremañ ha war eur on tremen.      |
| 4. Benniget eo ive Jezuz,<br>Frouez santel ho korv evuruz,<br>Mari, Frouez santel ho korv evuruz.                | 7. Ma 'z aim ganeoc'h d'ar baradoz,<br>Da veuli Doue deiz ha noz,<br>Mari, Da veuli Doue deiz ha noz. |

## NOUS VOUS SALUONS, PLEINE DE GRÂCE

R: Nous vous saluons, pleine de grâce. La plus sainte de toutes les créatures, Marie, la plus sainte de toutes les créatures.

2. Dieu est toujours avec vous, Vous êtes à Lui, corps et âme.
3. Bénie entre toutes les femmes, Vous êtes mère et toujours Vierge.
4. Et Jésus aussi est béni, Fruit sacré de votre corps bienheureux.
5. Sainte Marie, Mère de Dieu, Écoutez la prière de vos enfants.
6. Priez pour nous, pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort.
7. Pour que nous allions près de vous, au paradis, Louez Dieu jour et nuit.